

Lodenn 1 Geografiezh: Anneziñ Frañs

Tem 2: un tiriad edan levezon ar c'hêriouù

Kouplab on:

I. Kinnig an tiriad gall

- Gorread 551 000 km² (41 vet plas er bed)
- Lec'hiet eo Frañs e kornôg Europa:ur strizh-douar en Europa eo an tiriad gall, lec'hiet e-penn kornôg ar c'hevandir europat.
- Rol kroazhent etre Europa an Norzh hag Europa ar Su.
- Un tramor, herêzh an drevadennerez, get **5 DEPARTAMANT ha RANNVRO TRAMOR(DROM** anvet a-raok DOM-TOM):Gwadaloup, Gwiana, La Reunion, Mayotte, Martinik.
- 4 talbenn-mor ez eus : mor an Hanternoz, Mor Breizh, Meurvor Atlantel ha Mor Kreizdouarel.evit ar vetroponn
- A bep seurt danvezioù, niverus get meteier a bep seurt


II. Deskriviñ ha dsiplegiñ al lederez-kêr

- 82% ag ar boblañs a zo é chom e kêr.
- Ul lodenn vrás ag an dud-se a chom e-barzh toleadoù kêr
- An toleadoù kêr-mañ a zo liammet get an trogêriekadur.
- Ur pol kêrel (kêr-kreiz+bannlev) hag ar gururenn drogêrel (takad kêr tro-dro d'ar poloù kêr) a ra an tolead kêr.
- Ar c'hresk a gas ur mont-dont reoliek niverusoc'h-niverusañ pe diblasamantoù pemdeziek
- Treuzfrumet eo an takadoù diàr er maez .
- Kas a ra an trogêriekadur efedoù àr an endro(saotradur) ha àr stuzoù beviñ an dud(amzer hir àr an hentoù, dizingalder evit kaout stalioù ha servijoù-kêr..)
- Grignet eo eo douaroù ar labourerien-douar.
- Annezidi zo é klask broudiñ ur c'hresk padus er c'hêriouù é sevel ekokarterioù pe é roiñ plas d'an doareoù dezougen padus(tramway e Naoned).

Gouzout a ran lec'hiiñ ha roiñ anvioù elfennoù da-heul:

- An 10 tolead kêr brasañ a Frañs
- An tiriad gall (metropolenn ha tramor)
- Ar meneziouù, ar stêriouù, ar meteier , an talbennouù-mor

Gouzout a ran sevel brastres un tolead kêr



III. Deskriviñ ha displegiñ dasparzh ar boblañs àr an tiriad gall

- 65 milion a annezidi
- Stankter ar boblañs: 115 annezed/km²
- Dasparzhet eo ar boblañs en doare dizingal :
 - strollet eo ar boblañs tro-dro d'ar c'hélioù bras(Pariz, Lyon, Marsilia..), en traoñiennoù (Saena, Ron, Liger, Garona, Rhin..) hag en arvorioù.
 - pouez bras Ile –de-France: 20% ag ar boblañs.
 - En tu kontrel ez eus egorioù goullo ag ar Pireneoù betek an Ardennoù. Rannvroioù àr ar maez ha labour-douar int.
- Dasparzhet eo ar boblañs gall àr an tiriad gall en doare dizingal (60% ag ar boblañs a implij 8% ag an tiriad).

IV. Deskriviñ ha displegiñ al luskouù demografel

- Dezverk demografel diorret eo :ur boblañs a ya àr gozhaat hag ur spi da veviñ pell uhel-tre.(85 blez evit ar vaouezed, 78,7 blez evit ar baotred e 2014)
- Met e chom nerzhек ar boblañs gall get feur frouezhusted uheloc'h evit ar Stadoù europat get 2,01 bugel dre vaouez hag ur feur genel uhel ivez.
- Strolliñ a ra an enbroidi **5,3 million**, da lâret eo 10% ag ar boblañs gall. Dont a rant a **Maghreb (Aljeria ha Maroko)** evit 1/3 hag iveauz annezidi ag **ar broioù a Unvaniezh Europa** (30 ha 33, 9%) evit 1/3.
Bez eus iveauz enbroidi a Azia (Turkia, Viet-Nam, Sina) hag a Afrika (Senegal, Mali). Staliet eo an enbroidi dreist-holl er c'hélioù bras, reter ha gevred ar vrø.

Geriaoueg pouezus:

Tolead kér: takad geografel frank ha didroc'h. Ennañ e kaver ur gêr hag he bannlevioù tost, hag ur gurunenn drogêrel ivez.

Kurunenn drogêrel: takad kér tro-dro d'ar poloù kér.

Meurgêriekadur: tolpadur an obererezhioù hag an dud er c'hélioù bras.

Mont-dont reoliek: diblasamantoù pemdeziek an dud etre o lec'h beviñ hag o lec'h labour.

Trogêriekadur: kresk a lodenn an takadoù kér tro-dro d'an tolpadou-kérioù .

Arvorekadur : beviñ en arvor

Emgresk: an diforc'h etre ar feur genel hag ar feur mervel

Pikouzadur: krignadur an takadoù diàr ar maez get staliadur lodennaouegoù, tier distro, hentoù...

Tramor: a dalv kement a tra liammet get departamantoù, rannvroioù er morioù

Derc'hel soñj

Petra eo perzhioù
kresk ar c'hériekadur
war tiriad Frañs ?

Petra e teu an takadoù
diwar ar maez da vezañ ?

Lederezh kér

4 Gall diwar 5
zo o vevañ
en un tolead kér

- 60% diouze a zo o vevañ en ur **pol kérél** (tolpad-kérioù pe e vannlev)
- An obererezhioù (labour, prenadennoù, dudi) zo kreizennet er c'hélioù : ar **meurgêriekadur** eo

Monedone reoliek
(hentoù stouvet, saotradur,
amzer mont-ha-dont hiraet)

1 Gall diwar 5 zo o chom
en un takadoù diwar ar maez
daoust ma'z eo goloet 60 % eus an
tiriad gant ar maezioù koulskoude

- Emañ an takadoù diwar ar maez o cheñch hervez an **implij** a vez graet diouze (dudioù, takadoù labour-douar startijenn gante pe war-ziskar)
- An implijoù a bep seurt-se a zegas **dienglev** etre an oberourien

Takad kér

Takad trogêrel

Takad diwar ar maez

Strolliñ a ra Frañs un takad get ar vetropolenn, lec'hiet e Europa gornôgel hag an DROM-COM lec'hiet àr ar pevar c'hevandir hag ar pevar meurvior.

Pinvidik eo an takad gall get a bep seurt redioù ha barregezhioù.

1. Ur plas geografel dibar ez eus evit Frañs en Europa hag er bed.. Ar Stad nemetañ eo Frañs get 4 talbennmor(Mor an Hanternoz, mor Kreizdouarel, meurvior Atlantel, Mor Breizh) ha 5500 km a aodoù digor àr an mor: ur vro digor eo.

Bevennou he deus Frañs get 6 stad europat hag iveau hentoù dezougenoù a liamm ar vro get ar stadoù-mañ: kroazhent etre Europa an Norzh hag Europa ar Su eo Frañs. Gorread gall a zo etre en Europa get 550 000 km² da lâret eo e vez aes da sevel aheloù dezougenoù met e vez bevennet an takad hag ez eus nebeutoc'h a danvez en is-douar.

120 000 km² a zo evit an DROM-COM: Frañs he deus un damani mor divent: muioc'h evit 10 milion a km², eilvetvet Takad ekonomikel mor bedel goude SUA(takad mor, betek 200 miltir ag an aodoù(370 kilometr) a chom edan gwir korvoiñ nemetañ ur Stad(ZEE)). Get 8000 km aodoù e c'hell Frañs kaout danveziouù mor divent(pesketa er Meurvor Atlantel, Habask hag Indez...) Gallet a ra iveau Frañs bout e pep lec'h er bed, àr pep mor hag iveau kaout lec'hiouù strategel(e Kourou e Guiana evit ar loarellouù telekomunikadur) ha kaout ur levezon sevenadurel (francophonie). Met emañ pell an takadoù tramor ag ar vetropolenn ha diaes eo da veriñ. Kas a ra iveau miliadoù a douristed a-drugarez d'ar zonennoù tomm(Polynezia c'hall).

2. An torosennadur liesseurt e vez e Frañs.

Ur bevliesseurt a zo bras e Frañs ar pezh a zo mat evit an endro hag hor stuzoù-beviñ.

Ar plaenenoù a zo a-feson evit terkiñ ar vro get aheloù dezougenoù hag iveau al labour-douar.

Ar menezioù a c'hell magiñ ar stêriouù ha produiñ tredan(stankeloù-dour) ha douriñ an douaroù, lec'hiouù a gas iveau touristed.

Redioù an torosennadur a zo liammet get riskloù naturel : dour-beuz , disac'hou-erc'h, krenn-douar;

An takadoù tramor a vez alies meneziek (La Reunion) a ginnig avantajoù touristel met get riskloù naturel (krenn-douar)brasoc'h evit ar vetropolenn.

3. Ar meteier a vez liesseurt e Frañs:

A bep seurt gweledvaoù a vez gwelet e Frañs. Ur barregezh eo evit an touristelezh hag ar labour-douar hag ar bevliesseurt.

Kerreizh eo an hinoù get an hin veurvorel e kornôg, an hin gevandirel e reter, an hin greizdouarel e su hag an hin veneziek er menezioù.

Liesseurt eo an tiriad gall get barregezhioù a bep seurt hag iveau a bep seurt danveziouù a c'hell diverkiñ ar redioù .